



## **Fichenn-bost Eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù Kevredigezh Babigoù Bro Roazhon**

### **Kinnig an aozadur**

Al liesdegemer Bisigoù zo ur framm kevredigezhel meret gant ar gevredigezh Babigoù Bro Roazhon (lezenn 1901). Aotreet eo gant Kuzul-departamant Il-ha-Gwilen.

Labour an aozadur eo degemer betek 16 bugel a-stroll, etre 2 viz hanter ha 4 bloaz anezho, en ur mod ingal pe a-wechadù.

Ur framm divyezhek eo al liesdegemer Bisigoù. Komzet e vez galleg ha brezhoneg war ar pemdez gant ar skipailh, koulz en darempredoù gant ar vugale ha gant ar familhoù.

Labourat a ra eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù dindan aotrouniezh rener/renerrez al liesdegemer Bisigoù.

### **Kefridioù eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù**

Teuler a ra evezh ma vo degemeret pep bugel hag e familh evel zo dleet. Teuler a ra evezh, asambles gant ar skipailh, ma vo darempredoù a fiziañs gant tud ar vugale, gwelet evel kendesaverien, da bep hini da vezañ en e jeu, da vezañ doujet, da c'hallout diorren ha da vezañ e surentez, koulz a-fet korf hag a-fet spered.

Degemer a ra ar vugale ha kemer a ra perzh er prederioù evit aezamant ha yec'hederezh ar vugale. Teuler a ra evezh ma vo an ostilhoù hag an aoziou a zo ezhomm evit an degemer.

Karget eo eus an deskadurezh. Teuler a ra evezh ma vo lakaet ar raktres pedagogel e pleustr, reiñ a ra lañs d'ar raktresoù ha luskañ a ra labour ar skipailh.

Ober a ra war-dro kefridioù renerezh zo pa ne vez ket ar rener/renerrez aze, diouzh an heñchadurioù a zo bet divizet.

Kenlabourat a ra a-dost gant rener/renerrez al liesdegemer.

### **Obererezhioù pennañ eilrener/eilrenerez al liesdegemer Bisigoù**

Degemer hag evezhiañ ar familhoù

-degemer ar familhoù nevez evit an azasaat, aozañ hag evezhiañ an azasaat asambles gant ar skipailh. Staliañ ostilhoù a-ratozh (ostilhoù treuzkas...).

-aozañ ostilhoù evit an darempredoù etre ar skipailh hag ar familhoù evit kendesevel (treuzkas bemdez, ar pazennoù a sell ouzh emroadur ezhommoù ar vugale...).

-teuler evezh ma vo doujet d'ar reolennoù mont en-dro gant ar familhoù.

-evezhiañ diorren ar vugale asambles gant ar skipailh. Staliañ ostilhoù ha gouestlañ amzer evit sellet pizh ouzh ar vugale. Rentañ kont eus se d'ar rener/renerrez

-priziañ an aoziou degemer war an dachenn : ar reolennoù yec'hedel (hervez ar protokoloù hag an ostilhoù evezhiañ a zo bet lakaet asambles gant ar rener/

renerez), ar reolennoù war dachenn ar vugaligoù (feur sterniañ, reiñ louzoù...), binvioù (arrebeuri ha savadurioù diouzh al lezenn). Kelaouiñ ar rener/renerez war an diaesterioù.

-jaojañ an ezhommoù a-fet boued ouzhpenn, prederioù, yec'hederezh. Prientiñ en a-raok ha merañ ar prenadennoù ur wech bep trimiziad. Kelaouiñ ar rener/renerez war an ezhommoù, dezhañ/dezhi d'ober war-dro ar prenadennoù.

-bep sizhun, reiñ da c'houzout d'ar rener/renerez ar mod ma vez debret gant ar strollad bugale, dezhañ/dezhi d'urzhiadiñ predoù digant ar pourchaser.

Raktres desavadurel

-jaojañ an ezhommoù a-fet binvioù desavadurel ha babigouriezh asambles gant ar skipailh, abalamour da bep rummad bugale da vezañ en o aez ha da ziorren. Prientiñ an urzhiadoù da vezañ aprouet gant ar rener/renerez.

-degas ul lusk desavadurel asambles gant ar skipailh. Kinnig a ra ur framm degemer (aozañ mareoù pouezusañ an devezh), mareoù dihuniñ spered ar vugale hag oberoù diouzh pep rummad bugale en ur zalc'her kont eus ezhommoù pep bugel.

-lakaat an oberoù merket er raktres desavadurel e pleustr da-geñver an divyezhegezh.

-lakaat oberoù e pleustr evit tud ar vugale asambles gant ar skipailh hag ar rener/renerez, diouzh implij-amzer al liesdegemer.

Reoliñ

-teuler evezh ma vo doujet gant ar skipailh a-bezh d'ar reolennoù yec'hederezh hag al lezennoù a sell ouzh ar vugaligoù.

-luskañ emvodoù div wech ar miz gant an hanter eus ar skipailh a-bep-eil e-keit ma vez ar vugale o kousket. Evezhiañ diorren ar vugale, jaojañ ezhommoù ha diaesterioù ar skipailh.

-lañsañ ar preder hag an dielfennañ diwar-benn ar boazioù micherel evit priziañ ar barregezhioù micherel. Reiñ a ra an titouroù d'ar rener/renerez evit prientiñ an emwelioù micherel bloaziek. Ober a ra war-dro ar stajidi gant sikour ar rener/renerez.

-kemer perzh en emvodoù gant ar rener/renerez div wech ar miz. Rentañ kont eus oberoù ar skipailh, eus an diaesterioù war an dachenn ha prientiñ ar mareoù ma vo kemeret ar renerezh e karg.

Labour renerezh

-pa ne vez ket ar rener/renerez aze abalamour ma vez en un emgav pe e vakañsoù, e kemer an disentezioù n'haller ket ampellañ (ar goulennoù gant ar familhoù a sell ouzh cheñch eurioù, merañ an degouezhioù mallus a-fet yec'hed, merañ an eurioù hag ar fed e vank tud er skipailh...).

-pa vez kemeret plas ar rener/renerez aet e vakañsoù pe evit un ehan kleñved, delc'her da verañ ar pezh a zo war ar stern : urzhiadoù mallus, poentañ/fakturenniñ, implij-amzer ar skipailh... hervez an urzhioù a zo bet lezet gant ar rener/renerez asambles gant burev ar gevredigezh. Roet e vo amzer ouzhpenn d'an eilrener/eilrenerez diouzh an ezhommoù.

## **Barregezhioù rekis evit ar post**

Gouiziegezhioù

-anaout diorren ar vugaligoù hag an dafar pedagogel evit an deskadurezh pozitivel,

-gouzout diouzh ar bediatreiezh (kleñvedoù ar vugale, kemer e karg hag aozañ ar prederioù asambles gant ar rener/renerez ha mezeg ar magourioù),

-gouzout diouzh ar mod da ren raktresoù,

-gouzout diouzh al labour en ur skipailh, luskañ emvodoù ha merañ ar c'hoskor.

#### Barregezhioù

- bezañ gouest da aozañ ha da zileuriañ,
- bezañ gouest da selaou, da gaozeal ha da varc'hata,
- bezañ gouest da gas an traoù en-dro,
- bezañ gouest da gemer disentezioù ha da verañ traoù zo war ar prim.

#### Emzalc'h

- gouzout degemer ha daremprediñ an dud,
- bezañ prest da respont dalc'hmat,
- bezañ gouest d'en em ober diouzh an degouezhioù.

#### **Redioù ar post**

- 35e ar sizhun, an eurioù labour a c'hall cheñch, eus 7e30 vintin d'an abretañ da 7e00 noz d'an diwezhatañ
- endalc'h a boell
- ret eo bezañ gouest da respont er pellgomz eus al Lun d'ar Gwener etre 7e30 vintin ha 7e00 noz pa ranker kemer plas ar rener/renez
- serret e vez Bisigoù e-pad 3 sizhun e-kerzh an hañv hag 1 sizhun da vare Nedeleg
- lec'h labour : 81 Boulouard Alberzh 1añ, 35 200 Roazhon